

<b>Live unan</b>	<b>Niveau 1 (Memrise)</b>
<i>abadenn</i>	séance, émission
<i>abalamour da / blam da</i>	à cause de
<i>abaoe</i>	depuis
<i>abaoe ma</i>	depuis que
<i>abardaez</i>	après-midi
<i>a-benn</i>	à, pour, d'ici
<i>a-benn arc'hoazh</i>	à demain
<i>abred</i>	tôt
<i>ac'h</i>	beurk
<i>ac'hann</i>	d'ici
<i>ac'hanon</i>	me, moi
<i>ac'hanta</i>	eh bien
<i>adarre</i>	à nouveau
<i>adober</i>	refaire
<i>a-dost</i>	de près
<i>a-dreñv</i>	derrière
<i>a-du gant</i>	d'accord avec
<i>adwelout</i>	revoir
<i>aes</i>	facile
<i>aet</i>	allé, parti
<i>aet en-dro</i>	retourné, reparti

<b>Memor war Verr Dermen</b>	<b>Mémoire à Court Terme (MCT)</b>
<i>a-hed</i>	tout le long de, pendant tout
<i>a-hend-all</i>	autrement
<i>a-hervez</i>	paraît-il
<i>ahont</i>	là-bas
<i>aiou</i>	aïe
<i>akordeoñs</i>	accordéon
<i>alamaneg</i>	langue allemande
<i>alc'hwez</i>	clé
<i>alies</i>	souvent
<i>all</i>	autre
<i>alo</i>	allo
<i>alumenn</i>	omelette
<i>amañ</i>	ici
<i>amann</i>	beurre
<i>am eus</i>	j'ai, ai
<i>amezeg</i>	voisin
<i>amzer</i>	temps
<i>anavezout</i>	connaître
<i>anezho</i>	elles, eux
<b>Eñvor</b>	<b>Mémoire</b>

<b>Live daou</b>	<b>Niveau 2</b>
<i>an holl</i>	tous
<i>ankouaat</i>	oublier
<i>an Oriant</i>	Lorient
<i>anv</i>	nom
<i>aod</i>	côte, bord de mer
<i>aon</i>	peur
<i>aotrou</i>	monsieur
<i>a-raok</i>	avant
<i>arc'hant</i>	argent
<i>arc'hoazh</i>	demain
<i>ar Groazic</i>	Le Croizic
<i>arme</i>	armée
<i>armel</i>	armoire
<i>arnev</i>	orage
<i>arnodenn</i>	examen
<i>arrebeuri</i>	meubles
<i>asied</i>	assiette
<i>askorn</i>	os (singulier)
<i>atav</i>	toujours
<i>aval</i>	pomme
<i>avat</i>	mais

<i>avel</i>	vent
<i>a-walc'h</i>	assez
<i>a-wechoù</i>	parfois
<i>aze</i>	là
<i>azen</i>	âne
<i>azezañ</i>	s'asseoir
<i>bachelouriezh</i>	baccalauréat
<i>badeziant</i>	baptême
<i>bag</i>	bateau
<i>bageal</i>	faire du bateau
<i>bale</i>	se promener, marcher
<i>bananez</i>	bananes
<i>bank</i>	banc; banque
<i>banne</i>	coup (à boire)
<i>banniel</i>	drapeau
<i>bar</i>	bar
<i>bara</i>	pain
<i>baraer</i>	boulangier
<i>barrikenn</i>	barrique

<b>Live tri</b>	<b>Niveau 3</b>
<i>barv</i>	barbe
<i>bazhad</i>	coup de bâton
<i>bazh-valan</i>	entremetteur
<i>beaj</i>	voyage
<i>beajiñ</i>	voyager
<i>beajour</i>	voyageur
<i>beg</i>	pointe; gueule
<i>beleg</i>	prêtre
<i>bemdez</i>	tous les jours
<i>bennak</i>	quelconque
<i>bep</i>	chaque, tous les
<i>bepred</i>	toujours; en tout cas
<i>bep tro</i>	chaque fois
<i>bern</i>	tas
<i>berr</i>	court
<i>berv</i>	bouillant
<i>betek</i>	jusque
<i>beure</i>	matin
<i>bevañ</i>	vivre
<i>bez</i>	sois
<i>bezañ</i>	être

<i>bier</i>	bière
<i>bihan</i>	petit
<i>bihanik</i>	tout petit
<i>biken</i>	jamais (dans l'avenir)
<i>binioù</i>	biniou
<i>bizskrivañ</i>	dactylographeur
<i>bleiz</i>	loup
<i>blejal</i>	beugler
<i>bleniañ</i>	conduire
<i>bleud</i>	farine
<i>bleunioù</i>	fleurs
<i>blev</i>	cheveux
<i>bloavezh mat</i>	bonne année
<i>bloaz</i>	an, année
<i>boas</i>	habitué
<i>boestad</i>	boîte (pleine)
<i>boest-noz</i>	boîte de nuit
<i>bombard</i>	bombarde
<i>botez</i>	chaussure

<b>Live pevar</b>	<b>Niveau 4</b>
<i>botez-koad</i>	sabot
<i>boued</i>	nourriture
<i>boued-mor</i>	fruits de mer
<i>bourk</i>	bourg
<i>boutailhad</i>	bouteille (pleine)
<i>bouzar</i>	sourd
<i>bragoù</i>	pantalon
<i>bran</i>	corbeau
<i>bras</i>	grand
<i>brav</i>	beau
<i>brec'h</i>	bras
<i>brein</i>	pourri (vilain parfois)
<i>Breizh</i>	Bretagne
<i>bremaik</i>	tout à l'heure
<i>bremañ</i>	maintenant
<i>bremañ pa</i>	maintenant que
<i>breur</i>	frère
<i>brezhoneg</i>	langue bretonne
<i>brezhonek</i>	en breton
<i>bro</i>	pays
<i>Bro-Alamagn</i>	Allemagne

<i>Bro-C'hall</i>	France
<i>Bro-Japan</i>	Japon
<i>Bro-Saoz</i>	Angleterre
<i>brudet</i>	célèbre
<i>buan</i>	vite
<i>bugel</i>	enfant
<i>buoc'h</i>	vache
<i>burev</i>	bureau
<i>bus</i>	bus
<i>butun</i>	tabac
<i>butuner</i>	fumeur
<i>butuniñ</i>	fumer
<i>c'hoant</i>	envie
<i>c'hoant-kousket</i>	sommeil
<i>c'hoar</i>	sœur
<i>c'hoari</i>	jouer
<i>c'hoari biz-meud</i>	faire de l'auto-stop
<i>c'hoarier</i>	joueur
<i>c'hoari 'r c'hartoù</i>	jouer aux cartes

<b>Live pemp</b>	<b>Niveau 5</b>
<i>c'hoarvezout</i>	arriver, se passer
<i>c'hoazh</i>	encore
<i>c'hwec'h</i>	six
<i>c'hwennat</i>	sarcler
<i>c'hwezh</i>	odeur
<i>c'hwi</i>	vous
<i>c'hwitout</i>	rater, manquer
<i>chañs</i>	chance
<i>chapel</i>	chapelle
<i>chistr</i>	cidre
<i>chokolad</i>	chocolat
<i>chom</i>	rester
<i>chom a-sav</i>	s'arrêter
<i>chomlec'h</i>	adresse
<i>chouchenn</i>	hydromel
<i>chug-frouezh</i>	jus de fruit
<i>chug-orañjez</i>	jus d'orange
<i>chupenn</i>	veste
<i>da</i>	ton, ta, tes; à
<i>da bet eur</i>	à quelle heure
<i>da biv</i>	à qui

<i>da gentañ</i>	d'abord
<i>da gustum</i>	d'habitude
<i>dal</i>	tiens (prends)
<i>dall</i>	aveugle
<i>d'an nebeutañ</i>	au moins
<i>dañs</i>	danse
<i>dañsal</i>	danser
<i>dañser</i>	danseur
<i>dant</i>	dent
<i>daou</i>	deux
<i>daoulagad</i>	yeux
<i>da re</i>	les tiens, les tiennes
<i>d'ar gêr</i>	à la maison
<i>d'ar muiañ</i>	au plus
<i>dastum</i>	ramasser
<i>da-unan</i>	(toi) tout seul
<i>debriñ</i>	manger
<i>dec'h</i>	hier
<i>dec'h da noz</i>	hier soir

<b>Live c'hwec'h</b>	<b>Niveau 6</b>
<i>degas</i>	apporter
<i>degouezhout</i>	arriver
<i>deiz</i>	jour
<i>deiz war-lerc'h</i>	demain
<i>demat</i>	bonjour
<i>den</i>	homme
<i>deoc'h</i>	à vous
<i>derc'hel</i>	tenir, continuer
<i>desket</i>	instruit
<i>deskiñ</i>	apprendre
<i>deuet</i>	venu
<i>deuit</i>	venez
<i>deus</i>	viens
<i>dever</i>	devoir
<i>diaes</i>	difficile
<i>diaoul</i>	diable
<i>diben-sizhun</i>	week-end
<i>digant</i>	de, d'avec
<i>digor</i>	ouvert
<i>digwener</i>	vendredi
<i>dihuniñ</i>	(se) réveiller

<i>dilhad</i>	vêtement
<i>dilojadeg</i>	déménagement
<i>dilojañ</i>	déménager
<i>dilun</i>	lundi
<i>dimerc'her</i>	mercredi
<i>dimeurzh</i>	mardi
<i>dimeziñ</i>	(se) marier
<i>din</i>	à moi
<i>dindan</i>	sous
<i>diouzh ar beure</i>	le matin
<i>diouzh ar mintin</i>	en matinée
<i>dirak</i>	devant
<i>diriaou</i>	jeudi
<i>disadorn</i>	samedi
<i>diskouez</i>	montrer
<i>diskrog-labour</i>	grève
<i>diskuizh</i>	dispos, en forme
<i>diskuizhañ</i>	se reposer
<i>dispign</i>	dépenser, dépense

<b>Live seizh</b>	<b>Niveau 7</b>
<i>displijout</i>	déplaie
<i>disul</i>	dimanche
<i>dit</i>	à toi
<i>div</i>	deux (féminin)
<i>divi</i>	épuisé
<i>diwall</i>	faire attention
<i>diwar</i>	de dessus
<i>diwezhañ</i>	dernier
<i>diwezhat</i>	en retard
<i>dizesk</i>	sans instruction
<i>dont</i>	venir
<i>dont en-dro</i>	revenir
<i>dont tre</i>	entrer
<i>dor</i>	porte
<i>dorn</i>	main
<i>douar</i>	terre
<i>dougen</i>	porter
<i>dour</i>	eau
<i>dousig</i>	chéri, chérie
<i>dousik</i>	doucement
<i>dozviñ</i>	pondre

<i>dre</i>	par
<i>dre an eñvor</i>	par cœur
<i>drein</i>	épines, arêtes
<i>droug</i>	mal (moral ou physique)
<i>drouk</i>	méchant
<i>du</i>	noir
<i>duañ</i>	noircir
<i>d'ul, d'un, d'ur</i>	à un, à une
<i>e</i>	en, dans
<i>e-barzh</i>	dans
<i>ebet</i>	aucun
<i>echu</i>	fini
<i>echuiñ</i>	finir
<i>ed-du</i>	blé noir
<i>egedon</i>	que moi
<i>eget</i>	(plus) que
<i>e-keit ma</i>	pendant que
<i>e kêr</i>	en ville
<i>eizhtez</i>	huit jours

<b>Live eizh</b>	<b>Niveau 8</b>
<i>e-kichen</i>	à côté de
<i>el, en, er</i>	dans le, dans la, dans les
<i>e-lec'h ma</i>	à l'endroit où
<i>em</i>	dans mon, dans ma, dans mes
<i>emaint</i>	sont, se trouvent
<i>emañ</i>	est (être)
<i>emberr</i>	bientôt, tantôt
<i>en</i>	dans
<i>en-dro</i>	à nouveau
<i>en em</i>	se (réfléchi)
<i>en em c'houlenn</i>	se demander
<i>en em gannañ</i>	se battre
<i>en em gavout (gant)</i>	rencontrer
<i>enez</i>	île
<i>eno</i>	y, là-bas
<i>en ur</i>	tout en
<i>eo</i>	est, c'est
<i>eontr</i>	oncle
<i>e-pad</i>	pendant
<i>er gêr</i>	à la maison
<i>er-maez</i>	dehors

<i>erru</i>	arrivé
<i>erruout</i>	arriver
<i>eskern</i>	os (pluriel)
<i>eur</i>	heure
<i>eured</i>	noce
<i>eus</i>	de (origine)
<i>Euskadi</i>	Pays Basque
<i>ev</i>	bois (boire)
<i>evañ</i>	boire
<i>evel</i>	comme
<i>evel-just</i>	bien sûr
<i>evit</i>	pour
<i>evit an deizioù</i>	ces jours-ci
<i>ez</i>	particule verbale 'e' devant voyelle
<i>ez an</i>	je vais
<i>ez eus</i>	il y a
<i>ezhomm</i>	besoin
<i>fall</i>	mauvais
<i>fardañ</i>	préparer



<b>Live nav</b>	<b>Niveau 9</b>
<i>farsal</i>	blaguer
<i>fazi</i>	erreur
<i>feiz</i>	foi
<i>fenoz</i>	ce soir
<i>fentus</i>	amusant
<i>fest-noz</i>	fest-noz
<i>film</i>	film
<i>fin</i>	fin, rusé
<i>fiziañs</i>	confiance
<i>forc'h</i>	fourche
<i>forn</i>	four
<i>fresk</i>	frais
<i>fri</i>	nez
<i>fur</i>	sage
<i>fustad</i>	volée (coups de bâton)
<i>gak</i>	bègue
<i>gall</i>	français
<i>galleg</i>	langue française
<i>gallout</i>	pouvoir
<i>ganimp</i>	avec nous
<i>ganin</i>	avec moi

<i>gant</i>	avec
<i>gantañ</i>	avec lui
<i>ganti</i>	avec elle
<i>ganto</i>	avec eux, avec elles
<i>gar</i>	jambe
<i>gast</i>	putain (juron)
<i>genaoueg</i>	imbécile
<i>genoù</i>	bouche
<i>geriadur</i>	dictionnaire
<i>gervel</i>	appeler
<i>geus</i>	si (il y a)
<i>gitar</i>	guitare
<i>glas</i>	bleu, vert (plantes)
<i>glav</i>	pluie
<i>gleb</i>	mouillé
<i>glebiañ</i>	mouiller
<i>glin</i>	genou
<i>goañv</i>	hiver
<i>goap</i>	se moquer

<b>Live dek</b>	<b>Niveau 10</b>
<i>goap ouzh</i>	se moquer de
<i>godell</i>	poche
<i>gopr</i>	salaire
<i>gorrek</i>	lent
<i>gortoz</i>	attendre
<i>goubenner</i>	oreiller
<i>goude</i>	après
<i>goulenn</i>	demander
<i>goulenn digant</i>	demander à
<i>goullou</i>	vide
<i>gouloù</i>	lumière
<i>gounit</i>	gagner
<i>gourhent</i>	autoroute
<i>gouzout</i>	savoir
<i>graet</i>	fait
<i>grilh-traezh</i>	langoustine
<i>gwak</i>	mou
<i>gwalc'hiñ</i>	laver
<i>gwall</i>	très
<i>gwallzarvoud</i>	accident
<i>gwan</i>	faible

<i>gwashañ</i>	le pire, la pire
<i>gwashoc'h</i>	pire
<i>gwaz</i>	homme, mari
<i>gwech</i>	fois
<i>gwechall</i>	autrefois
<i>gwech ebet</i>	jamais
<i>gweladenn</i>	visite
<i>gweladenn</i>	visiteur
<i>gweladenniñ</i>	visiter
<i>gwele</i>	lit
<i>gwellañ</i>	mieux, le mieux
<i>gwelloc'h ganin</i>	je préfère
<i>gwelout</i>	voir
<i>Gwened</i>	Vannes
<i>Gwenedad</i>	Vannetais
<i>gwenn</i>	blanc
<i>gwenn-ha-du</i>	le drapeau breton
<i>gwer</i>	vert (couleur artificielle); verres
<i>gwerzhañ</i>	vendre

<b>Live unnek</b>	<b>Niveau 11</b>
<i>gwerzh-butun</i>	pourboire
<i>gwez</i>	arbres
<i>gwin</i>	vin
<i>gwinizh</i>	blé, froment
<i>gwir</i>	vrai
<i>gwiskamant</i>	habit, complet
<i>gwiskañ</i>	habiller, revêtir
<i>gwisket</i>	habillé
<i>gwreg</i>	femme, épouse
<i>ha</i>	et (devant consonne)
<i>hag</i>	et (devant voyelle)
<i>hag all</i>	et cætera
<i>hanter</i>	moitié; et demi
<i>hanternoz</i>	minuit
<i>hañv</i>	été
<i>hastañ</i>	hâter
<i>he</i>	son, sa, ses (à elle)
<i>hemañ</i>	celui-ci
<i>hent</i>	route
<i>heñvel ouzh</i>	semblable à
<i>heol</i>	soleil

<i>hep</i>	sans
<i>hepken</i>	seulement
<i>hervez</i>	selon
<i>hi</i>	elle
<i>hini</i>	celui, celle
<i>hir</i>	long
<i>hiziv</i>	aujourd'hui
<i>holen</i>	sel
<i>huchal</i>	crier
<i>iliz</i>	église
<i>int</i>	sont; ils, elles
<i>istor</i>	histoire
<i>italianeg</i>	langue italienne
<i>itron</i>	madame
<i>ivez</i>	aussi
<i>Iwerzhon</i>	Irlande
<i>iwerzhoneg</i>	langue irlandaise
<i>Japan</i>	Japon
<i>kador</i>	chaise

<b>Live daouzeg</b>	<b>Niveau 12</b>
<i>kador-vrec'h</i>	fauteuil
<i>kaer</i>	beau, belle
<i>kafe</i>	café
<i>kaier</i>	cahier
<i>kalet</i>	dur
<i>kalon</i>	cœur
<i>kaloneg</i>	courageux
<i>kalz</i>	beaucoup
<i>kamarad</i>	ami, camarade
<i>kambr</i>	chambre
<i>kamp</i>	camp
<i>kampiñ</i>	camper
<i>kan</i>	chant
<i>kanañ</i>	chanter
<i>kanaouenn</i>	chanson
<i>kaner</i>	chanteur
<i>kantik</i>	cantique
<i>kaoc'h</i>	merde
<i>kaotigell</i>	confiture
<i>kaout</i>	avoir
<i>Kap</i>	Cap-Sizun

<i>karantez</i>	amour
<i>kard</i>	quart
<i>karotez</i>	carottes
<i>karout</i>	aimer
<i>karr</i>	voiture
<i>karr-boutin</i>	autocar
<i>karrdi</i>	garage
<i>karr-samm</i>	camion
<i>karr-tan</i>	automobile
<i>kartenn</i>	carte
<i>kartoñs</i>	carton
<i>kartoù</i>	cartes à jouer
<i>kas</i>	envoyer, emporter
<i>kasketenn</i>	casquette
<i>kastell</i>	château
<i>kastelodenn</i>	casserolle
<i>kastizañ</i>	punir
<i>kavout</i>	trouver
<i>kazetenn</i>	journal

<b>Live trizek</b>	<b>Niveau 13</b>
<i>kazetenner</i>	journaliste
<i>kazh</i>	chat
<i>kazhez</i>	chatte
<i>kef</i>	tronc, caisse
<i>kegin</i>	cuisine
<i>keginañ</i>	cuisiner
<i>keginer</i>	cuisinier
<i>kein</i>	dos
<i>kelenn</i>	enseigner
<i>kelenner</i>	enseignant
<i>keloù</i>	nouvelle, information
<i>keltiek</i>	celtique
<i>kembraeg</i>	langue galloise
<i>Kembre</i>	Pays de Galles
<i>kemener</i>	tailleur
<i>kemenn</i>	annoncer
<i>kement</i>	autant
<i>kement a</i>	tellement de
<i>kement-se</i>	tant que ça
<i>kemer</i>	prendre
<i>ken</i>	plus

<i>ken e</i>	tellement que
<i>ken...ha</i>	aussi...que
<i>ken arc'hoazh</i>	à demain
<i>kenavo</i>	au revoir
<i>kenderv</i>	cousin
<i>keniterv</i>	cousine
<i>kenkent</i>	aussitôt
<i>kenskoazell</i>	solidarité
<i>kentañ</i>	premier
<i>kentel</i>	leçon
<i>kentoc'h</i>	plutôt
<i>ker</i>	cher
<i>kerc'hat</i>	chercher
<i>kerc'henn</i>	tour de cou
<i>kere</i>	cordonnier
<i>kerez</i>	cerises
<i>kerzhout</i>	marcher
<i>'keta</i>	n'est ce pas
<i>keuz</i>	regret

<i>Live pevarzek</i>	<b>Niveau 14</b>
<i>ki</i>	chien
<i>kiez</i>	chienne
<i>kig</i>	viande
<i>kig-sall</i>	lard
<i>kiger</i>	boucher
<i>kig-ha-farz</i>	kig-ha-fars (plat traditionnel)
<i>kistin</i>	châtaignes
<i>klañv</i>	malade
<i>klas</i>	classe
<i>klask</i>	chercher
<i>klenkell</i>	classeur
<i>klevout</i>	entendre
<i>klouar</i>	tiède
<i>koad</i>	bois
<i>koan</i>	souper
<i>koaniañ</i>	souper
<i>koant</i>	joli, jolie
<i>kof</i>	ventre
<i>kofad</i>	ventrée
<i>koll</i>	perdre
<i>kompoderez</i>	ordinateur

<i>kompren</i>	comprendre
<i>komz</i>	parler
<i>kont</i>	compte
<i>kontadenn</i>	conte
<i>kontell</i>	couteau
<i>korn</i>	coin; pipe
<i>korn-butun</i>	pipe
<i>korrigan</i>	korrigan, lutin
<i>kouezhañ</i>	tomber
<i>kouign</i>	gâteau
<i>koulskoude</i>	pourtant
<i>kousk</i>	sommeil
<i>kousker</i>	dormeur
<i>kousket</i>	dormir
<i>kouskous</i>	couscous
<i>kozh</i>	vieux
<i>krapouezh</i>	crêpes
<i>krank</i>	crabe
<i>kranketa</i>	pêcher des crabes

<b>Live pemzek</b>	<b>Niveau 15</b>
<i>kravatenn</i>	cravate
<i>krediñ</i>	croire; oser
<i>kregiñ</i>	commencer
<i>kreion</i>	crayon
<i>kreisteiz</i>	midi
<i>kreiz</i>	milieu, centre
<i>kreiz-kêr</i>	centre-ville
<i>kreñv</i>	fort
<i>kristen</i>	chrétien
<i>kroaz</i>	croix
<i>krog</i>	commencé; pris
<i>krougañ</i>	pendre
<i>krokodil</i>	crocodile
<i>kuitaat</i>	quitter
<i>kurun</i>	tonnerre
<i>labour</i>	travail
<i>labouradeg</i>	cuisine
<i>labourat</i>	travailler
<i>labourer</i>	travailleur
<i>labour-skol</i>	travail scolaire
<i>labous</i>	oiseau

<i>labous-noz</i>	oiseau de nuit; noctambule
<i>laer</i>	voleur
<i>laerezh</i>	voler
<i>laezh</i>	lait
<i>laezh-ribod</i>	lait ribot
<i>lakaat</i>	mettre
<i>laouen</i>	joyeux
<i>lart</i>	gras
<i>lavar din</i>	dis-moi
<i>lavarout</i>	dire
<i>lec'h</i>	lieu, place
<i>legumaj</i>	légumes
<i>lein</i>	petit-déjeuner
<i>leizh</i>	plein
<i>lenn</i>	lire
<i>lêr</i>	cuir
<i>lern</i>	renards
<i>lestr</i>	navire
<i>leue</i>	veau; imbécile

<b>Live c'hwezek</b>	<b>Niveau 16</b>
<i>leun</i>	plein
<i>leuskel</i>	laisser
<i>levr</i>	livre
<i>levraoueg</i>	bibliothèque
<i>liorz</i>	jardin
<i>lipous</i>	succulent
<i>listri</i>	navires; vaisselle
<i>liv</i>	couleur
<i>lizher</i>	lettre (missive)
<i>loa</i>	cuiller
<i>loar</i>	lune
<i>lodenn</i>	partie
<i>loen</i>	animal
<i>loer</i>	chaussette
<i>logodenn</i>	souris
<i>lost</i>	queue
<i>lous</i>	sale
<i>luc'hskeudenn</i>	photo
<i>lur</i>	franc (monnaie)
<i>ma</i>	mon, ma, mes; si (conditionnel); eh bien !
<i>mab</i>	fils

<i>madig</i>	bonbon
<i>ma digarezit</i>	excusez-moi
<i>madoù</i>	biens
<i>maer</i>	maire
<i>ma kerez</i>	si tu veux
<i>mamm</i>	mère
<i>mammenn</i>	source
<i>mamm-gozh</i>	grand-mère
<i>mammig</i>	maman
<i>maner</i>	manoir
<i>manifestadeg</i>	manifestation
<i>mann ebet</i>	rien
<i>mantell</i>	manteau
<i>mar</i>	si (conditionnel)
<i>marc'h</i>	cheval
<i>marc'had</i>	marché
<i>marc'had-mat</i>	bon marché
<i>marc'h-houarn</i>	vélo
<i>mar plij</i>	s'il vous plaît



<b>Live seitek</b>	<b>Niveau 17</b>
<i>marteze</i>	peut-être
<i>martolod</i>	marin
<i>marv</i>	mort
<i>mat</i>	bien, bon
<i>mat-tre</i>	très bien, très bon
<i>me</i>	je, moi
<i>medisinez</i>	médecin (féminin)
<i>mel</i>	miel
<i>melen</i>	jaune
<i>mell-droad</i>	football
<i>memes tra</i>	quand même
<i>menel kousket</i>	s'endormir
<i>menez</i>	montagne
<i>me oar me</i>	que sais-je encore
<i>merc'h</i>	filles
<i>merenn</i>	déjeuner
<i>mervel</i>	mourir
<i>mestr</i>	maître
<i>met</i>	mais
<i>meuz</i>	mets
<i>mevel</i>	serveur, serviteur

<i>mez</i>	honte
<i>mezv</i>	ivre
<i>mezv-dall</i>	ivre-mort
<i>micher</i>	métier
<i>micherour</i>	ouvrier
<i>mignon</i>	ami
<i>mignonez</i>	amie
<i>mintin</i>	matin
<i>mirout</i>	garder
<i>miz</i>	mois
<i>moan</i>	mince, menu
<i>moarvat</i>	probablement
<i>moc'h</i>	cochons
<i>moereb</i>	tante
<i>moger</i>	mur
<i>moneiz</i>	monnaie
<i>mont</i>	aller
<i>mont a ra</i>	ça va
<i>mont en-dro</i>	fonctionner

<b>Live triwec'h</b>	<b>Niveau 18</b>
<i>mont kuit</i>	partir
<i>mor</i>	mer
<i>mouar</i>	mûres
<i>muioc'h</i>	plus
<i>na</i>	ni
<i>naet</i>	propre
<i>naetaat</i>	nettoyer
<i>nann</i>	non
<i>naon</i>	faim
<i>naon du</i>	grande faim
<i>Naoned</i>	Nantes
<i>nebeut</i>	peu
<i>nec'het</i>	inquiet
<i>neizh</i>	nid
<i>nemet</i>	sauf, rien que
<i>n'eo ket</i>	n'est pas, ce n'est pas
<i>ne ran nemet</i>	je ne fais que
<i>neuial</i>	nager
<i>n'eus forzh</i>	peu importe
<i>n'eus ket</i>	il n'y a pas
<i>neuze</i>	alors

<i>nevez</i>	neuf, nouveau
<i>n'hallan ket</i>	je ne peux pas
<i>ni</i>	nous
<i>nizez</i>	nièce
<i>n'on ket evit</i>	je ne peux pas
<i>notenn</i>	note
<i>n'ouzon ket</i>	je ne sais pas
<i>n'ouzout ket</i>	tu ne sais pas
<i>noz</i>	nuit
<i>o</i>	leur, leurs; en train de
<i>oabl</i>	ciel
<i>oad</i>	âge
<i>oan</i>	agneau
<i>oar</i>	sait
<i>ober</i>	faire
<i>ober eus</i>	appeler, nommer
<i>ober goap</i>	se moquer de
<i>ober war-dro</i>	s'occuper de
<i>oc'h</i>	en train de; vous êtes

<b>Live naontek</b>	<b>Niveau 19</b>
<i>ognon</i>	oignons
<i>omp</i>	nous sommes
<i>on</i>	je suis
<i>orañjez</i>	oranges
<i>ospital</i>	hôpital
<i>ostaleri</i>	bistrot
<i>ostiz</i>	hôte, aubergiste
<i>out</i>	tu es
<i>ouzh</i>	contre
<i>ouzhpenn</i>	de plus
<i>ouzh taol</i>	à table
<i>pas</i>	quand (subordination)
<i>padout</i>	durer
<i>paeañ</i>	payer
<i>pajenn</i>	page
<i>pakad</i>	paquet
<i>paner</i>	panier
<i>paotr</i>	gars, garçon
<i>paouez</i>	cesser de
<i>paour</i>	pauvre
<i>paourkaezh</i>	pauvre, malheureux

<i>paper</i>	papier
<i>park</i>	champ
<i>pastez</i>	pâté
<i>patatez</i>	patates
<i>pebezh</i>	quel (exclamation)
<i>pebr</i>	poivre
<i>pediñ</i>	prier
<i>pegañ</i>	coller
<i>pegeit</i>	combien de temps
<i>pegement</i>	combien
<i>pegen</i>	comme (exclamatif)
<i>pegen alies</i>	tous les combien
<i>pegoulz</i>	quand (interrogatif)
<i>pehini</i>	lequel, laquelle
<i>pelec'h</i>	où (interrogatif)
<i>pe liv</i>	(de) quelle couleur (interrogatif)
<i>pell</i>	loin
<i>pellgomz</i>	téléphoner, téléphone
<i>pellgomzadenn</i>	coup de téléphone

<b>Live ugent</b>	<b>Niveau 20</b>
<i>pell zo</i>	il y a longtemps
<i>pemoc'h</i>	cochon
<i>pemp warn-ugent</i>	vingt-cinq
<i>pemzektez</i>	quinze jours
<i>penaos</i>	comment
<i>penn</i>	tête
<i>pennad</i>	moment (durée)
<i>pennad-kaoz</i>	conversation
<i>pe oad</i>	quel âge
<i>peoc'h</i>	paix, calme
<i>peogwir</i>	parce que
<i>pep lec'h</i>	partout
<i>per</i>	poires
<i>perak</i>	pourquoi
<i>pere</i>	lesquels
<i>person</i>	curé
<i>peseurt</i>	quel, quelle sorte
<i>pesk</i>	poisson
<i>pesketa</i>	pêcher
<i>pesketaer</i>	pêcheur
<i>pet</i>	combien

<i>pet eur</i>	quelle heure
<i>petra</i>	quoi
<i>petra zo</i>	qu'y a-t-il ?
<i>peurvuiañ</i>	la plupart du temps
<i>pig</i>	pie
<i>pillig</i>	poêle à crêpes
<i>pinvidik</i>	riche
<i>piv</i>	qui
<i>piz-bihan</i>	petits pois
<i>plac'h</i>	filles
<i>plad</i>	plat
<i>plijadur</i>	plaisir
<i>plijet</i>	content
<i>plijout</i>	plaire
<i>plijus</i>	agréable
<i>poan</i>	douleur
<i>poan-gof</i>	mal de ventre
<i>poazh</i>	cuit
<i>pod</i>	pot

<i>Live unan warn-ugent</i>	<b>Niveau 21</b>
<i>pok</i>	baiser, bise
<i>ponner</i>	lourd
<i>pont</i>	pont
<i>portugaleg</i>	langue portugaise
<i>porzh</i>	cour; port
<i>pourmen</i>	se promener
<i>prenadenn</i>	achat
<i>prenañ</i>	acheter
<i>prenestr</i>	fenêtre
<i>prest</i>	prêt
<i>prestañ</i>	prêter
<i>preti</i>	restaurant
<i>pried</i>	époux, épouse
<i>priñs</i>	prince
<i>rak</i>	car; devant, contre
<i>randdi</i>	appartement
<i>rastell</i>	râteau
<i>re</i>	trop
<i>rebech</i>	reproche
<i>redek</i>	courir
<i>ar re-mañ</i>	ceux-ci, celles-ci

<i>ar re-se</i>	ceux-là
<i>reiñ</i>	donner
<i>relijion</i>	religion
<i>respont</i>	répondre
<i>ret</i>	nécessaire
<i>riv</i>	froid
<i>riz</i>	riz
<i>ro</i>	donne
<i>Roazhon</i>	Rennes
<i>roched</i>	chemise
<i>roc'h</i>	roche, rocher
<i>rod</i>	roue
<i>rodig</i>	petite roue
<i>romant</i>	roman
<i>romant polis</i>	roman policier
<i>ruz</i>	rouge
<i>sac'h</i>	sac
<i>sac'had</i>	sac plein
<i>sac'het</i>	bloqué

<i>Live daou warn-ugent</i>	Niveau 22
<i>sadorn</i>	samedi
<i>sae</i>	robe
<i>sal</i>	salle
<i>sant</i>	saint
<i>Sant-Brieg</i>	Saint-Brieuc
<i>Sant-Maloù</i>	Saint-Malo
<i>saout</i>	vaches
<i>saozneg</i>	langue anglaise
<i>se</i>	cela
<i>-se</i>	-là (démonstratif)
<i>sec'h</i>	sec
<i>sec'hañ</i>	sécher
<i>sec'hed</i>	soif
<i>sekretour</i>	secrétaire
<i>selaou</i>	écouter
<i>sell</i>	tiens ! regarde !
<i>sellout</i>	regarder
<i>seniñ</i>	jouer d'un instrument
<i>serret</i>	fermé
<i>servij</i>	servir
<i>setu</i>	voici, voilà

<i>sevel</i>	se lever
<i>si</i>	défaut, vice, tare
<i>sigaretenn</i>	cigarette
<i>sinañ</i>	signer
<i>sioul</i>	tranquille
<i>siwazh</i>	hélas
<i>sizhun</i>	semaine
<i>skañv</i>	léger
<i>skaotañ al listri</i>	faire la vaisselle
<i>skeul</i>	échelle
<i>skingomz</i>	radio
<i>skinwell</i>	télévision
<i>skipailh</i>	équipe
<i>sklaer</i>	clair
<i>skol</i>	école
<i>skolaer</i>	instituteur
<i>skolaerez</i>	institutrice
<i>skoliad</i>	écolier
<i>skol-louarn</i>	école buissonnière

<b>Live tri warn-ugent</b>	<b>Niveau 23</b>
<i>skol-veur</i>	université
<i>skritell</i>	écriteau, affiche
<i>skritur</i>	écriture
<i>skrivagner</i>	écrivain
<i>skrivañ</i>	écrire
<i>skuizh</i>	fatigué
<i>skuizhañ</i>	se fatiguer
<i>soner</i>	musicien
<i>sonerezh</i>	musique
<i>soñjal</i>	penser
<i>sot</i>	idiot; fou
<i>soubenn</i>	soupe
<i>souezhet</i>	étonné
<i>spagnoleg</i>	langue espagnole
<i>spontus</i>	effrayant, affreux
<i>sport</i>	sports
<i>sportour</i>	sportif
<i>stal</i>	magasin
<i>stal-gouignoù</i>	pâtisserie
<i>stal-voued</i>	magasin d'alimentation
<i>stal-vutun</i>	bureau de tabac

<i>stamm</i>	tricot
<i>stammenn</i>	pull-over
<i>start</i>	dur
<i>stlabez</i>	désordre
<i>straed</i>	rue
<i>strinkad-dour</i>	douche
<i>studi</i>	étude
<i>studiañ</i>	étudier
<i>studier</i>	étudiant
<i>studierez</i>	étudiante
<i>sukr</i>	sucre
<i>sul</i>	dimanche
<i>sur</i>	sûr
<i>'ta</i>	donc
<i>taboulin</i>	tambour
<i>tad</i>	père
<i>tadig</i>	papa
<i>tad-kozh</i>	grand-père
<i>tad-kuñv</i>	arrière-grand-père

<i>Live pevar warn-ugent</i>	<b>Niveau 24</b>
<i>tailhoù</i>	impôts
<i>tamm</i>	morceau
<i>tamm ebet</i>	pas du tout
<i>tamm-ha-tamm</i>	peu à peu
<i>tammig</i>	petit morceau, petit peu
<i>tan</i>	feu
<i>tañva</i>	goûter (verbe)
<i>taol</i>	table
<i>taol-heol</i>	coup de soleil
<i>tapout</i>	attraper
<i>tas</i>	tasse
<i>tavarn</i>	taverne, bar
<i>te</i>	thé; tu, toi
<i>tech</i>	défaut, vice; penchant
<i>tech fall</i>	défaut
<i>teñzor</i>	trésor
<i>teod</i>	langue
<i>terzhienn</i>	fièvre
<i>'teus</i>	as, tu as
<i>tev</i>	gros, épais
<i>ti</i>	maison

<i>ti-kêr</i>	mairie
<i>ti-krampouezh</i>	crêperie
<i>ti-post</i>	poste
<i>tiretenn</i>	tiroir
<i>toenn</i>	toiture
<i>tog</i>	chapeau
<i>tomatez</i>	tomates
<i>tomm</i>	chaud
<i>tommañ</i>	chauffer
<i>tomm-tomm</i>	très chaud
<i>ton</i>	air musical
<i>torret</i>	cassé
<i>torr-penn</i>	casse-pieds
<i>torr-revr</i>	casse-cul
<i>tost</i>	près, proche
<i>tostaat</i>	approcher
<i>toull</i>	trou
<i>tour</i>	tour
<i>touzañ</i>	tondre



<i>Live pemp warn-ugent</i>	Niveau 25
<i>tra</i>	chose
<i>traezh</i>	sable
<i>traoù kozh</i>	vieilles choses
<i>tregont</i>	trente
<i>treiñ</i>	tourner
<i>tremen</i>	passer
<i>tremenet</i>	passé
<i>tremen hep</i>	se passer de
<i>tren</i>	train
<i>tresañ</i>	dessiner
<i>treuziñ</i>	traverser
<i>tri</i>	trois
<i>trist</i>	triste
<i>tri-ugent</i>	soixante
<i>tro</i>	tour; fois; occasion
<i>troad</i>	pied
<i>troc'han</i>	couper
<i>trouz</i>	bruit
<i>trugarez</i>	merci
<i>trumm</i>	soudain
<i>tud</i>	gens, personnes; parents (père et mère)

<i>ugent</i>	vingt
<i>ul, un, ur</i>	un, une
<i>unan</i>	un, une; tout seul
<i>da-unan</i>	toi-même, toi tout seul
<i>unan all</i>	un autre, une autre
<i>unan bennak</i>	quelqu'un
<i>unnek</i>	onze
<i>ur wech ar miz</i>	une fois par mois
<i>ober vad</i>	faire du bien
<i>vakañsoù</i>	vacances
<i>'vat</i>	mais
<i>vi</i>	œuf
<i>vil</i>	moche, laid
<i>vo</i>	sera
<i>war</i>	sur
<i>war an aod</i>	au bord de la mer
<i>war-dro</i>	autour de, aux environs de
<i>war-lerc'h</i>	après, à la suite de
<i>war varc'h-houarn</i>	à vélo

<i>Live c'hwec'h warn-ugent</i>	Niveau 26
<i>ya</i>	oui; va
<i>yac'h</i>	en bonne santé
<i>yaouank</i>	jeune
<i>yar</i>	poule
<i>yec'hed</i>	santé
<i>yen</i>	froid
<i>yenerez</i>	réfrigérateur
<i>yen-yen</i>	très froid
<i>yezh</i>	langue, idiome
<i>yezhadur</i>	grammaire
<i>zo</i>	est, il y a
<i>zoken</i>	même
<i>ar mizioù</i>	les mois
<i>Genver</i>	janvier
<i>C'hwevrer</i>	février
<i>Meurzh</i>	mars
<i>Ebrel</i>	avril
<i>Mae</i>	mai
<i>Even / Mezheven</i>	juin
<i>Gouere</i>	juillet
<i>Eost</i>	août

<i>Gwengolo</i>	septembre
<i>Here</i>	octobre
<i>Du</i>	novembre
<i>Kerzu</i>	décembre
<i>Fin al levr</i>	Fin du livre

### ***Eñvor – Mémoire***

Pour mémoriser tout ce vocabulaire, on constitue des blocs de 6 éléments consécutifs au maximum, c'est-à-dire 3 mots + 3 traductions, chaque bloc étant lu et vocalisé dans le sens direct puis dans le sens inverse (technique en double Z), au moins 12 fois de suite, par exemple:

<i>skritell</i>	écriteau, affiche
<i>skritur</i>	écriture
<i>skrivagner</i>	écrivain

En pliant une feuille de papier blanche A4 (210 x 297 mm) en deux (210 x 148,5 mm), on obtient un cache simple pour masquer soit la colonne en breton, soit la colonne en français. Ceci permet de vérifier que l'on a bien mémorisé les deux sens de traduction breton <-> français.

Ensuite, pour bien fixer les mots ainsi appris dans la Mémoire à Long Terme (MLT), on peut utiliser un logiciel de [répétition espacée](#) comme [Memrise](#), après inscription gratuite sur ce site. Par exemple, pour accéder à ce vocabulaire-ci, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 'All Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Ni a gomz brezhoneg' by *glazik*.